

ON 3-2-052

KANTIKOU

Goazed Eskopti Kemper ha Leon

O PARDOUNA

en Iliz Kaloun Sakr Jezus e Montmarit



Kemper, e h de KERANGAL, mouller an Eskopti.

KANTIKOU

GOAZED BREIZ-IZEL

vont da Bardona d'ar Galon-Zakr e Montmartz

An Aotrou DUPARC, Eskop Kemper ha Leon

A C'HOULEN DIGAN 'EOC'H LAVARET A'-UNAN PER DEVEZ AR PELEURINACK

Peden ar GROAZ-WENN :

O Doue hon Tad, evit diskwez deoc'h va
c'harantez, evit rapari hoch enor ofansez, evit
gounit an eneou, me a bromet chom hirio hep
kemeret boeson ebet gret gant odivi.

Kinnig a ran deoc'h ar binjen-ze a-unan gant
sakrifiz ho Mab Jesus-Krist a deu bemdez d'en
em ginnig var an Oter evit ho kloar.

Evelse-bezet-gret.

TAOLIT EVEZ I

E Lisieux ez euz marc'hadourien var an hen-
chou. Laoskit anezo. Mar oe'h euz c'hoant da ober
eun aluzen, roit et chapel. Prenit imachou en Office
central, 43, rue Liavarot.



O SANTEZ ANNA WENED !

MAMM HOR BRO

WAR DON : Kelven.

Diskan :

O Santez-Anna-Wened, diwar ho trôn uhel,
Choui 'wel Argoad hag Arvor, holl baotred Breiz-
Galvit holl ho Pretoned da zont d'ho saludi, [Izel,
Ha grit d'eo e harz ho treid, holl en em unani.

Ni a zo deut eus a bell, o Mamm-goz venniget,
A bep korn a Vreiz-Izel omp aman diredet,
Tregeriz ha Kerneviz ha Leoniz ive,
E kichen ho Kwendiz : holl omp d'eo'h bugale.

Ni 'zo aman diredet a bep korn eus a Vreiz,
Douget holl d'ho saludi gant an hevelep feiz,
Gwir Vretoned foug 'ennho oc'h heulia ho paniel
D'hor Mamm-goz Santez-Anna holl bugale fidel.

Ni zo stouet dirazoc'h da bedi 'vit hor Bro ;
Choui ho peus he dibabet dreist pep bro all a zo ;
Dalc'hit he hano brudet etouez broiou ar bed,
En hor c'halon ho hano da viken zo skrivet.

'Vit al labourer, dreist-holl, n'eus ket hano ken mad ;
Eur c'houer ho poa-dibabet da vezan ho kannad !
Pebez enor 'peus grêt d'emp ! Aze, 'var eur ijenn,
Man skeudenn al Labourer e kichen ho skeudenn.

D'eo'h labourerien breizad a zavas an ti-man ;
Labourerien a-viskoaz 'deus ho pedet aman ;
Astennit 'ta, ni ho ped, ho torn d'hor binniga,
Ni, hor zud hag hor madou, o Mam Santez Anna !

Vel hon breur Nikolazig, skouer al labourerien,
 Ni viro hor chizou koz, ni zalc'ho d'ar beden,
Buhez ar Zent, pedenrou, ofisou, katekiz.
 Ni hen tou d'eoc'h, o Mam'ger, hirio en ho iliz.
 Grit d'eomp kenver ouz kenver, divrall ha difazi,
 Miret hor Yez hag hor Feiz ha bemdez o c'hreski ;
 Eno man da virviken'vidomp, korf hag ene,
 Sklerijenn, nerz, eürusted, gwir yammenn ar vuhe.

VAR AR GOMMUNION

TON ANAVEZET.

Elez euz ar baradoz, sellit pebez honor
 A ra deomp er zakramant Jezuz, hon Redemptor !
 Eur vech evit hor prena ez eo bet inkarnet,
 Hag evit dont d'hor maga ganeomp e chom bepred.

Diskan :

Mari, guir vamm da Zoue, Mari, va mamm dener,
 Va zikourit da reseō ho Mab ha va Zalver.
 Ma né doun siouaz l'netra, netra nemed pec'hed,
 Mes ennoch ec'h esperann, o va mamm benniget.

Krouer ann Env, ann douar, var ann aoter, bemde,
 Dre gomz nerzuz ar belek, a ziskenn euz ann Ee ;
 Eunn Doue, kalz hueloc'h eget ar firmamant,
 En em izela dindan spesou ar zakramant,

Eunn Doue ne jench jamez epad ann holl amzer,
 Eunn Doue var half he zourn a zoug ar bed antier,
 En em lez dre ar belek da veza diblaset,
 Evit diskenn e kaloun ar paoura zo er bed.

O mirakl ar sonezusa etre ar miraklou !
 O burzud ne c'hell koumpren ar c'haera sperejou !
 Evit gounit kalounou ho pugale ingrat,
 Ho magit, o va Jezuz, gant ho korf hag ho koad.

Nann, evit eur mab unik, ar vamm ann denera
 Biskoaz ne zantaz kement he c'haloun o tomma ;
 Goude ker braz karantez, ha ! piou c'helpf refuz
 Konsakri he-holl galoun d'ho karet, va Jezuz !

Mar d-eo dister kalounou ar Zent hag ann Elez
 Evit karet eunn Doue ken din a garantez,
 Penaoz e prizit, Jezuz, dre ar gommunion,
 Euz kalounou ker sklaset dont da ober ho tron ?

Penaoz kredi azéza ouz taol zakr eunn Doue,
 Goude beza offanset kement he vajeste !
 D'ho taoulagad, va Zalver, ne c'hellomp prezanti
 Nemed kalounou siouaz ! leun a grateri.

Goulzkoude, pa gommmandit tostaat ouz ho panked,
 Dre eur gomz a drugarez effasit va fec'hed,
 Teuzit sklas hor c'halounou gant tan ho karantez,
 Neuze ni ho resevo gant joa ha santelez.

Prestit d'inn ho tiouaskel, va El-mad soursiuz,
 Ma nijinn evel eur goulm etre divreac'h Jezuz,
 Ma roi dez han va c'haloun, hen roi d'inn he hini,
 Eno me a répozo e peoc'h ha dizoursi.

ENN HENOR D'AR GALOUN SAKR

O Kaloun Sakr euz va Jezuz,
 Kaloun meurbet karantezuz,
 Plijet reseō, mé ho suppli,
 Ann dezir a meuz d'ho meuli.

C'houi eo ar zoursenn presiu
 Euz ar grasou krenv ha nerzuz
 A resevann, da bep mare,
 Hag a douch kement va ene.

O Kaloun Sakr, c'houi zo eunn or
 Hag a velann bepred digor
 Da zigemer ar bec'herien,
 Pa fell d'he ober pinijenn.

Bet oun siouaz ! o va Zalver,
Dianaoudek enn ho kenver.
Sellit ouz va ene ingrat,
Distrei a rann a galoun vad.

Torret am euz lezen Doue,
Kant ha kant mil guech em bue,
Muntrer infam, pec'her divad,
Treuzet am euz kaloun va Zad.

Dirazhoc'h, Kaloun adorabl,
Me ra ya amand henorabl :
Pardon euz va zakrilachou,
Pardon euz va holl fec'hejou !

Pardonunit iveau ar c'hrimou,
Blasfemou, irreveransou,
Great bemdez gant ar baianed
Ha gant ann holl heretiked.

Mez siouaz ! d'eomp-ni kristenien,
N'hon euz bet nemed ienien
Evit karantez hor Zalyer
Er zakramant euz ann aoter.

Stouet holl betek ann douar,
Hor c'haloun rannet gant glac'har,
Kriomp gant eur vouez truezuz :
Pardon, pardon, Kaloun Jezuz !

Pastor mäd, c'houi oe'h euz klasket
Ann danvad a ioa dianket,
Setu heh o c'houlenn pardon,
Digorit d'ezhan ho Kalon.

Me garfe gant va goad goalc'hi
Va malis, va ingrateri,
Da viana me ho gouelo
Betez ann eur euz va maro.

Ouspenn-ze, enn hoc'h ilizou,
Gant respet e rinn pedennou,
Ha gant eur guir devosion
Me ielo d'ar gommunion.

D'ann offerenn ez inn ive,
Gant feiž ha gant humilite,
Offr a rinn eno d'ho justis
Ho Kaloun Sakr e sakrifis.

Esper am euz da rapari
Va malis, va ingrateri,
Dre verit ho koad presiuz
Hag ho Kaloun karantezuz.

Kemerit iveau, evit kred,
Kaloun ho Mamm zo bet treuzet,
Eharz ar groaz, gant sez kleze,
Dre ann nerz euz he c'harante.

Unanomp brema hor mouzeiou,
Leveromp dre hor c'chantikou :
Gloar d'ho Kaloun, Salver Jezuz !
Gloar d'ho Kaloun, Mamm druezuz !

ANN AVE MARIS STELLA

Ni ho salud, steredenn vor,
Mamm da Zoue, leun a honer ;
Guerc'hez bepred, dor ann envou,
Selaout ouz hor pedennou.

Resevit ar zalud santel
A reaz d'ehoc'h an El-Gabriel,
Roit eur peoc'h ferm d'eomp er bed-ma,
O chench ann hanou a Eva.

Torrit chadenn ar bec'herien,
D'ar re zo dall roit sklerijenn ;
Pellait diouzomp peb drouk dalc'h-mad
Ha goulennit d'eomp peb seurt mad.

Diskouezit ez oc'h eur vamm vad
E kenver ann dud emzivad,
Grit m'hor selaouo ann Hini
Oc'h euz ganet evidomp-ni.

Guerc'hez dispar e peb feson,
Dous dreist ann holl, pur a galon,
Euz hor pec'hejou dilivret,
Grit ma vimp dous ha chast bepred.

Grīt ma vezo hōr buez pur,
Preparit d'eomp ann hent asur,
Ma vesimp, o velet Jezuz,
Eunn deiz, ganehoc'h bepred euruz.

Gloar ato d'ann Tad Eternel,
D'ar Mab ha d'ar Spered-Santel ;
D'ann tri fersoun euz ann Dreinded
Ar memez henor 'zo dleet.

ANN AVE MARIA

Ni ho salud, o leun a c'hras,
Ar zantela zo bet biskoaz,
Mari,
Ar zantela zo bet kiskoaz.

Ganehoc'h bepred ema Doue,
C'houi zo d'ezhan korf hag ene,
Mari,
C'houi zo d'ezhan korf hag ene.

Benniget dreist ann holl gragez,
C'houi zo mamm hag atao guere'hez,
Mari,
C'houi zo mamm hag atao guerc'hez.

Benniget eo iveau Jezuz,
Ar frouez euz ho korf euruz,
Mari,
Ar frouez euz ho korf euruz.

Pedit evidomp, pec'herien,
Brema ha var heur hon tremen,
Mari,
Brema ha var heur hon tremen.

AR SALVE REGINA

Ni ho salud, Rouanez ann Elez,
C'houi zo hor mamm, ar vamm a drugarez,
Hon holl dousder, buez hag esperans ;
Ni ho salud gant kalz a reverans.

D'heoc'h-hu, Guerc'hez, e kasomp hor pedenn,
Ni divroet ha siouaz ! pec'herien.
Ouzhoc'h, Guerc'hez, e kriomp er bed-ma,
Ni pere 'zo bugale da Eva.

D'ehoc'h-hu bepred e tenn hor c'halounou,
D'ehoc'h e kasomp hor goelvan, hon daelou,
Hor fizians-ni zo enn ho madelez,
Enn draonienn-ma leun a dristidigez.

Rak-se pa'z oc'h hon alvokadez ker,
Enn hor c'henver bepred dous ha tener,
Plijet ganehoc'h distrei ho taoulagad.
Varnomp-ni holl ha prokuri hor mad.

Pa zeui ann deiz da guitaat ar bed-ma,
Goude ar fin euz hon eksil ama,
Diskouezit d'eomp neuze, mamm a druez,
Bizach Jezuz, eveuz ho kof ar frouez.

O Guerc'hez sakr, meurbet karantezuz !
O Guerc'hez dous ! o Mari trueuzuz !
Ni ho suppli, klevit ouz hor pedenn,
Ha na zeuit ket d'hon dilezel biken.

Evidomp holl, Mamm zantel da Zoue,
Plijet ganehoc'h pedi he Vajeste,
Ma veritimp reseo ar faveuriou
D'eomp prometet gant Jezuz, hon Aôtrou.

ANGELUS

Ni ho salud gant karantez,
Rouanez ar Zent hag ann Elez ;
C'hui a zo benniget,

O pia,
Hag a c'hrasou karget,
Ave, Maria !

Ra vezo benniget Jezuz
Ar frouez euz ho kof evuruz !

Kanomp gant ann Elez,
O pia,
He veuleudi hemdez,
Ave, Maria !

Ni ho ped, Mari, guerc'hez c'han,
Pa vezimp var hon tremenvan,
Da c'houlenin ouz Jezuz,
O pia,
D'eomp eur maro euruz,
Ave, Maria !

EVIT AR VENEDIKSION

Adoromp holl e sakramant ann Aoter,
Eunn Doue kuzet, Jezuz hor mestr, hor Zalver.
Sperejou evuruz, prinsed euz he balez,
Gant karantez ardant meulit-hen da jamez.

Guir Vab Doue, evidomp holl inkarnet,
Ann env, ar mor, ann douar oc'h euz krouet.
Deut, va Zalver Jezuz, euz ann aoter, ho tron,
Da rei brema d'eomp holl ho penediksion.

Henor ha gloar gant karantez eternel
D'ann Tad, d'ar Mab, ive d'ar Spered-Santel.
Meulomp hag adoromp tri fersoun e Doue,
Epad ann oll amzer hag enn eternite.

CREDO

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante

omnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum,
consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, et propter nostram salu-
tem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spi-
ritu Sancto, ex Mariâ Virgine, *et homo factus est.*
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, pas-
sus et sepultus est. Et resurrexit tertiâ die, secund-
ùm Scripturas. Et ascendit in cœlum, sedet ad
dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloriâ,
jedicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Domînum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et
Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus
est per Prophetas. Et Unam, Sanctam, Catholicam
et Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum bap-
tisma in remissionem peccatorum. Et exspecto
resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi sæ-
culi. Amen.

SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
sabaoth. Pleni sunt cœli et terra gloria tua. Ho-
sanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis.

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere
nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis
pacem.

PARCE, DOMINE

Diskan :

*Parce, Domine, parce populo tuo ;
Ne in æternum irascaris nobis.*

O va Jezuz, setu deut ann amzer
Da bardouï da ch'laç'har ar pec'her ;
Nann, biken mui, bugel divad,
Ne dreuzinid dre ar pec'her

Kaloun va Zad.
Parce, Domine, etc.

D'ehoc'h, va Ježuz, pa'z oun koustet ken ker,
Dre ho maro pa'z oc'h bet va Zalver,
Na lezit ket ar vech-ma c'hoaz
Da vont da goll ar gounid

Eveuz ho kroaz.
Parce, Domine, etc.

Guir vab prodik, ama var va daoulin,
M'ho ped, Jezuz, o pet truez ouzinn.
Gant va daelou ha gant ho koad
Ma goalc'hit, ma az-goalc'hit,

Oan douz ha mad.
Parce, Domine, etc.

KANTIK AR VERCHEZ

Magnificat * anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus * in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ, * ecce
enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est,* et sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus a progenie in progenies* timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo; * dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede,* et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis,* et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum,* recordatus misericordiae suae.

Sicut locutus est ad patres nostros,* Abraham, et semini ejus in saecula.

Gloria Patri, etc.

KONSEKRASION LABOURERIEN FRANZ D'AR GALOUN ZAKR A JESUS.

Kaloun Zakr a Jesus, hon Doue hag hor Zalyer,
— eienen an oll vadou, — ato glac'haret o velet an dud dianaudek en ho kenver, — ni Ho'ch' ador en hano, hor familhou hag en hon hini, — ni Ho ped en hano hor bro a zo bet ken goasket gant ar brezel.

Evit diskwez hon anaoudegez vad — eus ar vennoz a skuilhit var hon labourou, — evit paea an offansou gret d'Ho madelez gant an dud divar ar mez — dre al labourat da zul, — ar mankout d'an oferen, — ar blasfemou, — ar c'homzou hudur, — ar vesventi, — ar pec'hejou enep lezen zantel ar briedelez, — ar skoliou dizoue, — ha pec'hejou all c'hoaz, — ni oll, — labourerien douar, — pennou-tiegez, — merourien eus ar Franz, — gant hor gragez hag hor bugale, — a ginnig deoc'h, — e pinijen d'hor pec'hejou —, hon oberou, hon labourou, hor poaniou pemdeziek.

Ni bromet en em zikour etrezomp — da heulia ho vertusiou; — ni ra le da lakat ar re a zo din-dannomp — da enori ac'hanoc'h, — ha da boania evit nevezi adarre var ar mez — giziou kristen hon tadou koz.

Kaloun Mari, — dre ar c'heleze en deus ho treuzet, — grit ma servichimp ar Galoun Zakr a Jesus — en hevelep doare m'hon dezo perz oll — er graso kaer en deus prometet.

Grit ma c'hello ar Franz, — goude kement a drubuili hag a anken, — kemeret adarre er'bed, — dre garantez ar Galoun Zakr, — he renk enorus etouez ar broiou katolik — ha beza merc'h hena an Iliz.

O Kaloun Zakr a Jesus, — ni Ho ped dre Galoun dinam Mari, — ho pezit truez ouzomp. — Rablijo ganeoc'h kënnerza hor buez, — hon hentcha, — hon ren er peo'ch hag el levezenez.

Evelse-bezet-gret.

LITANIOU AR GALOUN-ZAKR A JEZUZ

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Pater de ccelis Deus, miserere nobis.

Fili, Redemptor mundi Deus, miserere nobis.

Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.

Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.

Cor Jesu Filii Patris æterni, miserere nobis.

Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum,

Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter unitum,

Cor Jesu, Majestatis infinitæ,

Cor Jesu, Templum Dei sanctum,

Cor Jesu, Tabernaculum Altissimi, misérere nobis.
Cor Jesu, Domus Dei et Porta cœli,
Cor Jesu, fornax ardens caritatis,
Cor Jesu, justitiæ et amoris receptaculum,
Cor Jesu, bonitate et amore plenum,
Cor Jesu, virtutum omnium abyssus,
Cor Jesu, omni laude dignissimum,
Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium,
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et
scientiae,
Cor Jesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis,
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complacuit,
Cor Jesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus,
Cor Jesu, desiderium collum æternorum,
Cor Jesu, patiens et multæ misericordiae,
Cor Jesu, dives in omnes qui invocant Te,
Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis,
Cor Jesu, propitiatio pro peccatis nostris,
Cor Jesu, saturatum opprobriis,
Cor Jesu, attritum propter scelera nostra,
Cor Jesu, usque ad mortem obediens factum,
Cor Jesu, lancea perforatum,
Cor Jesu, fons totius consolationis,
Cor Jesu, vita et resurrectio nostra,
Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra,
Cor Jesu, victima peccatorum,
Cor Jesu, salus in Te sperantium,
Cor Jesu, spes in Te morientium,
Cor Jesu, deliciae Sanctorum omnium, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis,
Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos,
Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

¶. Jesu mitis et humilis corde,
¶. Fac cor nostrum, secundum Cor tuum.

OREMUS. — Omnipotens sempiterne Deus, responde in Cor dilectissimi Filii tui, et in laudes et satisfactiones quas in nomine peccatorum tibi persolvit, iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam concede placatus, in nomine ejusdem Filii tui Jesu Christi, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.

KANTIK
D'AR
PLAC'H EURUZ THEREZA AR MABIK JESUS

Diskan :

Thereza'r Mabik Jesus, o leanez santel,
Lilien c'han diwanet e liorz ar Charnel,
Ni bugale Breiz-Izel a zired gant dudi
Var ho pez da zaouina, d'ho meuli, d'ho pedi.
Aman d'ar eurz ne d'ar eurz
Aman, gant ho relegou, c'houez-vad an deliou roz
Ledet, heb mar, gant eun eal, kannad ar baradoz,
Zo deut da rei testeni euz karantez Jesus
Evit E zervicherez er vuez peurbadus.

Evel eur vleunenn dener digoret d'ar beure
A ro c'houez-vad eur pennad hag a gloz adarre,
Berr eo bet ho tervezioù, mez puilh hoc'h oberiou,
Setu perag an Iliz a zav d'eoc'h aoteriou.

Gwerc'hez izel a galon, kuzet el léandi,
Hirio c'houi zo en nénvou lugernuz o skedi ;
Na c'houi zo kaer hoc'h ene, merc'h an Aotrou Doue,
Na c'houi zo braz ho kalloud var galon ar Roue.

Vel ar gliz euz ar goabren d'an douar skarnilet
 Grasou an Aotrou Doue dre ho torn zo skuilhet ;
 Piou a c'helte niveri hoc'h oll vadelezou,
 An eneou gounezet dre nerz ho pedennou.

D'ar galon baour gouliet ho peuz roet dizoan,
 Nag a bec'her ankeniet ho peuz tennet a boan :
 « Arabad fallgaloni, va breur, Doue zo mad ! »
 Hag ar bugel dianket zo distroet d'e dad.

E kreiz ar brezel skrijuz kalz ho peuz diwallet,
 Choui a zo bet en engann eal mad hor zoudarded,
 Hag ar re vije tizet, leun-c'hoad var an dachenn,
 A varve gant eur musc'hoarz p'edoc'h en o c'hichen.

Thereza, piou n'ho karfe o klevet ho mennoz :
 « Qc'h ober vad er bed-man tremen va baradoz. »
 Ni a c'houlenn ho skoazell evidomp hag hor bro,
 Ar Vretoned hoc'h erbed, sélaouit-hi d'o zro.

Evit ar Frans ho pedomp hag evit hon Arvor,
 Grit ma ne gollint morse o brud nag o henor,
 Grit ma vint difennourien ar gwir, al leadded,
 Ha hepred o diwallit eneb an drubarded.

Goulennit bennoz Doue var hon tiegeziou,
 Ra vo miret E lezen e kér, var ar mériou,
 Ra vevo n' oll briejou er garantez santel
 O choarzin d'eun eal bihan kousket en he gavel.

Beilhit var hor bugale ma vezint stard er feiz
 Roït d'eomp skoliou kristen e Bro-C'hall hag e Breiz ;
 Deskadurez dizoue zo dizaour ha c'houero :
 El-leach blenia d'ar vuhez e stlej eün d'ar maro.

Roït d'eomp kalz beleien ha ^{mengach} kalz leanezed
 Da skigna lezen Doue dre bevar c'horn ar bed
 D'an dud paour ha reuzeudik zo en denyalijen,
 Ma paro war an douar d'an oll ar sklerijen.

Hag e baradoz Doue ni holl en em gayo,
 En ho kichen, Thereza, ganeoc'h ni Her meulo.
 Eno labour na skuizder, eno poan nag anken,
 Mez gant an Dreinded Santel euruzded da viken.

GWERZ AN AOTROU S. MIKËL ARCHËL

PAERON-MEUR AR GELTED

WAR AN TON : *O Guere'kez Vari, leun a druez.*

Diskan :

O Sant Mikél, Arc'hél benniget
 Ni zeu da c'houlenn ho skoazel
 Harpit ar feiz en hor bro garet
 Sikourit an Iliz santel.

Pa gredas Lusifer 'n em zevel
 Da glask, en nenv, beza roue,
 Mikél gant an holl élez fidel
 A zifennas gwiriou Doue.

Pa voe tavet ar c'homzou euzus :
 « Non serviam, ne blegin ket ! »
 Mikél a lavar bepred sentus :
 « Piou da Zone zo par er bed ? »

Raktal iveau an El galloudus
 A strink an diaoulou war o fenn
 Betek dounder an ifern spontus
 En tan a zevo da viken.

Na kaer eo gwelet prins an Ele
 Gwisket evel eur brezelour,
 E zorn nerzus a zoug eur c'hlaze,
 E droad a flastr an enebour.

Hizio, siouaz ! an drouk-sperejou
 A zo vel torret o chadenn,
 O sant Mikél eus lein'an nenvou,
 En o enep deut d'hon difenn.

Goulennit evid ar vugale
 Ma vint sentus ha fur bepred
 Diouallit ar yaouankiz iye
 A enep skouerion fall ar bed.

Beilhit ouspenn, o Arc'hél sanctel
 War an dud' hon eus en arme
 Ma vint d'o devert bepred fidel
 Ha direbech e pep doare.

Holl hon eus ezomm eus ho sikour
 Rak brezel a zo heb'chan
 Hon diaoullit ouz hon enebour
 Dreist-oll da eur hon tremenyvan.

TAOLENN

| | Pajenn |
|---|--------|
| Pedenn ar « Groaz-Wenn » | 2 |
| Taoht evez | 2 |
| O santez Anna Wened | 3 |
| Elez euz ar baradoz | 4 |
| O Kaloun Sakr euz va Jezuz | 5 |
| Ni ho salud, steredenn vor | 7 |
| Ni ho salud, o leun a c'hras | 8 |
| Ni ho salud, Rouanez ann Elez | 9 |
| Ni ho salud gant karantez | 10 |
| Adoromp holl | 11 |
| <i>Credo</i> | 11 |
| <i>Sanctus</i> | 12 |
| <i>Agnus Dei</i> | 12 |
| <i>Parce Domine</i> | 13 |
| <i>Magnificat</i> | 13 |
| Konsekrasiou Laboueren Franz d'ar Galoun Zakr a Jesus | 14 |
| Litanou ar Galoun Zakr | 15 |
| Thereza a Mahik Jesus | 17 |
| O Sant Mikael, Arc'hél benniget | 19 |

Imprimatur :

Quimper, 22 Janvier 1924.

A. COGNEAU, Vic. gen.